

# KANTIK INTROUN VARIA LORETT (Rédéné)

Orthographe d'après le feuillet de 1900 visé par le vicaire général du diocèse de Quimper Corrigou (1900). Dans la version originale il y a 12 couplets.

Traduction : Eflamm Caouissin

Air : IV Rumengol

Diffusion : [www.kan-iliz.com](http://www.kan-iliz.com) & [www.argedour.bzh](http://www.argedour.bzh)

<p>la Rédéné ! pell amzer zo, C'hui vel perc'hirin a dro var dro A bep tu doc'h zo Sent breudet, Mes ganoc'h eman Introun Lorett.</p> <p>DISKAN Introun Varia a Lorett, Guerc'hez galloudus beniget : Roït deomp, e haon Doue, Yec'het ,ar c'horf hag an ene .</p> <p>Tud a Leon, it d'ar Folgoat, Eno zo eur Vam dous ha mad: C'hui ive, tud Bro Ellé, A gavo eur Vam e Rédéné.</p> <p>Breizis, it da Rumengol, Saludit Mari, remed-oll ! Eus peb poan ha peb clenvét, Sicour ro ive Introun Lorett.</p> <p>Da Lourd e tired oll Bro-C'hall, E mesk an oll boblou aral : E Rédéné, er Finister, Mari, c'hui peuz ive eun Anter.</p> <p>Feiz, Esperans, Garante, Dreist peb tra roït kement-se Gant kement-se, n'hi vo eürus, Drei-ze n'hi vo ato da Jesus.</p>	<p>Oui, Rédéné ! Il y a longtemps Que vous êtes des pèlerins autour d'ici : De chaque côté il y a des saints renommés Mais il y a auprès de vous Notre-Dame de Lorette</p> <p>REFRAIN Notre-Dame de Lorette Vierge puissante bénie Donnez-nous au nom de Dieu La santé du corps et de l'âme.</p> <p>Gens du Léon, allez au Folgoët Il ont pour eux une mère douce et bonne : Vous aussi, gens du pays de l'Ellé Vous trouverez une mère à Rédéné</p> <p>Bretons, allez à Rumengol Saluez Marie de tout remède De chaque peine et de chaque maladie Notre-Dame de Lorette nous délivre.</p> <p>A Lourdes vous attirez toute la France A laquelle se mêlent toutes les nations. A Rédéné, en Finistère Marie, vous avez aussi un autel.</p> <p>Foi, Espérance et charité A travers tout, donnez-nous cela. Avec cela, nous serons heureux, Et par elles nous serons toujours à Jésus.</p>
---	---